

Karta an doujañs e GBB

Ar garta-mañ zo da vezañ lennet ha doujet gant an dud a-youl vat da vare Gouel Broadel ar Brezhoneg. He fal eo lakaat un aergelc'h plijus evit an holl berzhidi ha perzhiadezed : arvesterien ezed, arzourien ezed, tud a-vicher ha tud a-youl vat. Pal Mignoned ar Brezhoneg eo brudañ, skoazellañ ha difenn ar brezhoneg ha sevenadur Breizh. Ouzhpenn da-se e kred deomp e rank difenn ar gevatalded ha degemer an holl. Se zo kaoz hon eus krouet ar garta-mañ.

1-Feulster

An emzalc'hioù da heul zo **feuls, difennet int gant al lezenn ha ne vint ket asantet** e GBB:

- **Kunujennoù** diazezet war ar reizh, ar jener, an tuadur reizhel, an orin, ar yezh, ar relijion, an ampech.
Da skouer : “Serr da veg pich-kaoc’h !” pe “Arabed er-maez!”
- **An dismegañs** seksist (emzalc'h pe komzoù seksist)
Da skouer : selloù pounner, “klask a ran un toull tomm!”
- **An harellerezh seksel** (jestroù seksel pe komzoù seksist graet meur a wech)
Da skouer : “En eskemm ouzh ur pok e rin al labour-se.” “Ma ‘z out jentil ganin e cheñchin da eurioù.”
- **Tagadennoù reizhel** (jestr reizhel ha n’eo ket bet asantet war ar bruched, feskennoù, genoù, diabarzh an divorzhed, ar seks (forzh, kalk'h))
Da skouer : un dornad war ar revr, ur pok forset
- **Ar balforserezh/ar gwallerezh.**

2-Emzalc'hioù all

An emzalc'hioù da heul zo **a-enep talvoudoù Mignoned ar Brezhoneg ha ne vint ket asantet** e GBB:

- Kunujenniñ, harellaat, tagañ pe gwallañ unan bennak. Hag evañ alkool pe bezañ tapet drammoù **n’eo ket un abeg** evit se !
- Chom hep **doujañ ouzh kenasant** unan bennak. Pa vez lâret din « Stop, paouez, laosk ac’hanon » e ran diouzhtu. Ne c’hortozan ket e vefe lâret ouzhpenn ur wech. “Ket” a dalvez “ket” !

Taget out bet ? Test out bet ?

- **Kae da stal Difenn** e-kreiz ar blasenn. Gallout a raint selaou ha sikour ac'hanout.
- **Arabat eo chom diseblant pa vezez test** eus komzoù seksist, pa soñj dit bezañ dirak unan bennak en defe pe he defe ezhomm sikour, pe c'hoazh dirak un dagadenn seksel.
- **N'out ket sur** e vefe an neb dirazout en h.e jeu, he defe pe en defe ezhomm sikour ? Kerzh da wiriañ ha mat ez a pep tra ganti pe gantañ. N'eo ket grevus treuzkompren un darvoud, ur gaozeadenn. Chom diseblant padal a zo grevus.
- **Ma 'z out bet taget**, skoet gant un emzalc'h pe komzoù seksist, **komz** : N'eo ket dit-te da anduriñ gwask ar re all.

Engouestl an den a-youl vat :

- Difennet eo ar feulster fizikel, an emzalc'h pe ar c'homzoù seksist/homofob/treuzfob/gouenelour. **N'em bo ket un emzalc'h a seurt-se.**
- Ober a rin ma seizh gwellañ evit **doujañ ouzh an dud.**
- **Teurel a rin evezh** tro-dro din, ha gervel a rin tud eus an aozadur pe mont a rin da stand Difenn ma vezan test eus un dagadenn seksist pe seksel, pe ma 'm bez douetañs war ar pezh a c'hoarvez.

"Lennet 'meus ar garta-mañ hag engouestl on"

Anv, sinadur ha deiziad :